Kaketeg

Ur yezh papouek eus skourr yezhoù papouek ar reter eo ar **c'haketeg** (*qaqet* pe *baining*) komzet gant tro-dro da 6.350 den (1988) e Papoua-Ginea Nevez.

Gwelet ivez

- Yezhoù papouek
- Yezhoù papouek ar reter

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaketeg&oldid=1517738 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 20 Gou 2013, da 12:14.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.